

Goulenn ur follenn-enskrivañ
Demande d'une feuille d'inscription

Bugaligoù ha brezhoneg

Anv / Nom :
Anv bihan / Prénom :
Chomlec'h / Adresse :
Kod-post / Code-postal :
Kêr / Ville :
Pellgomz / Téléphone :
Postel / E-Mail :

Plijout a rafe din kaout folenn-enskrivañ ar staj
Je souhaiterais recevoir la feuille d'inscription du stage

- Landerne/ Landerneau
 niveau 1 niveau 2 niveau 3

Kasit en-dro ar folenn-mañ da / Merci de réexpédier ce coupon à :

STUMDI

Maner Keranden BP 311
29413 LANDERNE Cedex
02 98 21 39 94
bzh.stumdi@wanadoo.fr

STAJ MICHER

Bugaligoù ha brezhoneg

EIL PRANTAD
2EME SESSION
2015



Stage professionnel : petite enfance et langue bretonne
2 jours / semaine pendant trois semaines
A Landerneau (29)

MIZ DU / NOVEMBRE 2015

Stumdi
aozadur-stummañ war ar brezhoneg
organisme de formation au breton

EN PARTENARIAT AVEC

DIVSKOUARN

Ar staj berr ha berr...

Piv ? Stumdi, kreizenn-stummañ war ar brezhoneg d'an dud deuet asambles gant Divskouarn, kevredigezh evit brudañ ar brezhoneg d'ar vugale a-raok ar skol.

Petra ? Ur stummadur evit micherioù tro-dro d'ar bugaligoù e brezhoneg (6 devezh war 3 sizhunvezh)

Evit piv ?

Tud a-vicher eus bed ar bugaligoù (kelennerien divyezhek, gwazourien diriadet arbennik ar skolioù-mamm, desaverien bugaligoù, buhezourien er magourioù, eilbabigourien, skoazellerien skolioù-mamm...)

Ar stummadur-mañ a c'hell bezañ kemeret e-karg dre ar stummadur dibaouez.

Klaskerien-labour a fell dezho kavout un implij divyezhek e liamm gant bed ar bugaligoù.

Tud prevez a fell dezho kaout muioc'h a ouiziegezhioù e-bed ar bugaligoù e brezhoneg : Kerent, tadoù-kozh...

Penaos dibab e live ?

- **Live 1** : deraouidi

- **Live 2** : Deskidi gant un nebeut a ouiziegezhioù e brezhoneg

- **Live 3** : Deskidi gant diazezoù solut e brezhoneg

Pelec'h ? Landerne (29) ha lec'h all ma vez goulennet.

Pegouiz ? D'ar 5-6, 12-13 ha 19-20 a viz Du 2015

Palioù ?

Lakaat ar stajidi da zizoloiñ ar brezhoneg pe gwellaat o live dre gomz evit eskemm gant ar vugale.

Bezañ emren gant ar yezh

Gwellaat o live yezh evit kavout ul labour.

Pegement ? Gallout a ra bezañ kemeret e karg : deuit e darempred ganeomp.

Le stage en bref...

Qui ? Stumdi, organisme de formation en langue bretonne, en partenariat avec **Divskouarn**, association pour la promotion du breton avant la scolarisation.

Quoi ? Une formation dédiée au domaine de la petite enfance en langue bretonne (six journées réparties sur trois semaines).

Pour qui ?

Les professionnels de la petite enfance (enseignants bilingues, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, éducateurs de jeunes enfants, animateurs en crèche, auxiliaires de puériculture, agents d'entretien...).

Cette formation peut être prise en charge par le biais de la formation continue.

Demandeurs d'emploi souhaitant trouver un poste de travail bilingue en lien avec la petite enfance.

Particuliers souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine en langue bretonne : parents, grands-parents...

Comment choisir son niveau ?

- **Niveau 1** : débutants complets,

- **Niveau 2** : apprenants ayant quelques notions de breton (suite du niveau 1),

- **Niveau 3** : apprenants ayant de solides bases de breton.

Où ? Landerneau (29) et autre lieu sur demande.

Quand ? Les 5-6, 12-13 et 19-20 novembre 2015

Les objectifs :

Amener les stagiaires à découvrir le breton ou à améliorer leur niveau à l'oral pour communiquer avec des enfants.

Pratiquer la langue bretonne sur son lieu de travail.

Enrichissement linguistique de l'apprenant afin de trouver un emploi bilingue.

Combien ? Prises en charge possibles : nous contacter.